



19vet Emgavioù etrerannvro ar yezhoù ha sevenadurioù Yezh ar Vro e buhez ar gevredigezh

Eus al Lun 2 d'ar Gwener 6 a viz Du
e Landerne, e bro Leon, Karaez, Brest ha Kemper
BREIZH

Dalc'het e vo an 19vet Emgavioù etrerannvro e meur a lec'h e Breizh etre dileuridi o tont eus Elzas, Euskadi, Kalalonia, Okitania, Gwiana, Ar Reunion ha Martinig. Pedet eo ivez bro Gembre..

Enskrivadur dre ret : ksb.ccb@wanadoo.fr (gant ar follenn kevret) – Titouroù : 02 99 87 17 65

Lun 2 a viz Du - Kreizenn Mezkoad - Landerne : Eus Kembre da Vreizh,

9e30 : Digoradur – **Meirion Prys Jones**, Ofis ar C'hembraeg, kadoriad NPLD
14e30 : politikerezh yezh Breizh hag er rannvroioù all

Meurzh 3 a viz Du – 9 eur 30 : Kreizenn Mezkoad - Landerne

Oberiantizoù diavaez ar skol hag ar yezh gant ar vugale :
Disvskouarn, Hipolen, CLSH, servijoù ar vugale

Meurzh 3 a viz Du – Bro Bagan ha Leon

Oberiantizoù sevenadurel ha buhez ar yezh

14^h00 : e Plougerne : Ar Vro bagan, kreoleg Ar Reunion hag arz, c'hoariva Elzas ha lec'h all
16^h00 : emgav hag raktresoù gant Ti Ar Vro Leon ha kumuniezh kumunioù Lesneven
19e30 : kig ha farz, ha beilhadeg e Plouzeniel

Merc'her 4 a viz Du – Karaez

Yaouankiz ha nevezentioù, treuzkas ar yezh

9e30 : Leurenn Glenmor er «Grand Bleu» - film « O seizh posubl » gant Soazig Daniellou -
14e00 : sal ar c'hoc'hu : Ai'ta, Taol Lañs, Ar Redadeg, Euskal Konfederazioa, AEK (Euskadi)
16e30 : Lise Diwan
18e00 : Ti kêr : « Karta Ya d'ar brezhoneg ».
19e30 : sal ar c'hoc'hu : pred ha sonadeg da heul gant Nolwenn Korbell

Yaou 5 a viz Du – Brest – Skol Veur Breizh Izel

Diagnostig lec'hel ha media

9e30 : diagnostig yezh bro Vrest : gant Ofis ar Brezhoneg ha dilennidi – Behatokia, arsellva gwirioù ar yezh e bro Euskadi.
14e00 : ar mediaou : radio, tele, kelaouennoù, internet hag ar yezh.

Gwener 6 a viz Du – Kemper

Oberiantiz publik ha kevredigezhel

9e30 : pol Penhars ha bodad tra-kêr e ti kêr Kemper
14e00 : Politikerezh Kuzul meur Penn -Ar Bed e Ti An Departamant
16e00 : kendiviz war ul lezenn goude ar cheñchamant Skrid diazez
18e00 : Ar broioù tra-mor
20e00 : nozvezh e MPT Penhars



19èmes Rencontres inter-régionales des langues et cultures La langue régionale ou territoriale dans la vie sociale

Lundi 2 au vendredi 7 novembre 2009
à Landerneau, Leon, Carhaix, Brest, Quimper
BRETAGNE

Les 19èmes Rencontres inter-régionales des langues et cultures régionales ou minoritaires se déroulent en plusieurs lieux. Outre la Bretagne, elles réunissent notamment des délégations d'Alsace, du Pays Basque, de Catalogne, d'Occitanie, de Guyane, de La Réunion et de Martinique. Le Pays de Galles y est invité spécial.

Inscription obligatoire : ksb.ccb@wanadoo.fr (avec la feuille d'inscription jointe)
Infos : 02 99 87 17 65

Lundi 2 novembre – Centre de Mescoat- Landerneau : Du Pays de Galles à la Bretagne

9h30 : ouverture – Meirion Prys Jones, Dr Office de la langue galloise, président de NPLD
14h30 : politiques linguistiques en Bretagne et dans les autres territoires

Mardi 3 novembre – 9h30 Centre de Mescoat- Landerneau

Activités périscolaires et la langue dans la petite enfance :
Divskouarn, Hipolen, CLSH, services petite enfance

Mardi 3 novembre - Pays Pagan et du Leon

Activités culturelles et vitalité de la langue

14h00 : Plouguerneau– Théâtre Ar Vro Bagan ; le créole réunionnais dans la pratique artistique ;
Le théâtre alsacien
16h00 : rencontres et projets de Ti Ar Vro Leon et de la communauté de communes de Lesneven
19h30 : kig ha farz et veillée à Ploudaniel

Mercredi 4 novembre – Carhaix

Jeunesse et innovations, transmission de la langue

9h30 : Espace Glenmor, cinéma «le Grand Bleu» - film « O seizh posubl » avec Soazig Daniellou
14h00 : salle des halles : initiatives bretonnes et basques : Ai'ta, Taol Lañs, Ar Redadeg, Euskal
Konfederazioa, AEK (Euskadi)
16h30 : lycée Diwan
18h00 : Hôtel de Ville : Charte Ya d'ar Brezhoneg !
19h30 salle des halles : buffet suivi d'un concert avec Nolwenn Korbell

Jeudi 5 novembre – Brest – Université de Bretagne Occidentale

Diagnostic local et médias

9h30 : Diagnostic linguistique sur le Pays de Brest : Office de la Langue Bretonne et élus, Behatokia :
Observatoire des droits linguistiques des locuteurs basques
14h00 : expériences autour des radios et télévisions publiques, privées et associatives, des journaux et
d'internet.

Vendredi 6 novembre – Quimper

Action publique et associative

9h30 : pôle Penhars et commission extra-municipale à la mairie de Quimper
14h00 : Politique du Conseil général du Finistère à la maison du département
16h00 : après le changement de la Constitution : quelle loi pour les langues ? À Ti Ar Vro Kemper
18h00 : évolution dans les régions d'Outre-mer à Ti Ar Vro
20h00 : soirée à la MPT Penhars